

**S T E R E N N**

**I M R A M**

**(Merdeadur)**

**gant**

**Maodez GLANNDOUR**

**1  
GENVER  
1941**

**I M R A M**

**(Merdeadur)**

**gant**

**Maodez GLANNDOUR**

# TAOLENN

Pajenn

Kanenn-azrec'h	7
Kan al leinou	17
Kan an eilger	29
Kanenn-voug	49

# KANENN-AZREC'H

Buan ha fero.

D'am breudeur dianket.

Kriz, put da skrij, Avel rip !  
Nann ! Na zeu ket adarre d'am nec'hi,  
Pa 'z eo d'in ken brao goudor ar porz lor !  
A, perak dont c'hoaz da c'houeza em goueliou  
Da chala va c'halon gant da c'halv ?  
Netra ken ne van da gavadenni er bedou arvarus,  
Ha pep soñj ez eo bet diskuliet e zoare.  
Perak va bourevia gant bount ar c'hoant ?  
Va lez d'ober 'vel ar re all  
A vev sioul, diyoul, ha n'eus evito kudenn ebet.

— Tav ha sav !  
Na c'harm ket, ne vern d'it,  
Peogwir ez out d'in hag ez i hervez va soñj.  
Gouzout mat a rez ne c'hell da galon teurel an eor  
Na diskenn he gouel, stegnet bepred, ledan, o stlakal.  
Te eo va bag hedro  
A luskellan pa garan,  
A vountan pa garan,  
Hag a zo kizidik-flour d'am anal evel dremm an dour.  
Daoust ha ne chomfe ket broiou speredel da c'hounit  
Lec'h e tregern mouez taer ar ger,  
'Vel hini ar vombard eilet gant taboulinou,  
Mouez tener ar ger  
Evel kammedou skañv war an tonnou.  
Kae koant, hervez va c'hoant.

— Peogwir e rankan mont, deomp, Awenerez !  
N'hellan ket serri va c'halon ouz da lañs,  
Na herzel ouz da nerz.  
Tro daer da zivrec'h am c'hemer, kreñvoc'h ;  
Taol bagol da iskilli am gorro.  
Dao eo senti. Ne dalv ket d'in enebi.  
Hogen bremañ, ha pa vefe ret d'in ober dek gwech  
tro an hollved,  
E kavin ar pez a fell d'in kavout,  
Ar respont d'az koulenn, an diskoulm d'ar gudenn.  
Rak hizio, digant ar bed, ez eo ar gouleñn meur  
na chomo ket goullo,  
An aters meur betek ar segredou kuzeta ;  
Ha mar n'houl ket an traou diskulia d'in o c'hevrinou,  
O brevin, o mac'hin, o bresin, betek ma lavarint.  
Da c'hoarz, Avel, a glevan em deleziou evel eur c'han.  
Deomp !...

— ... Evit ar ergerz hir... An tir a bella...  
— O brall ar mor em c'halon horjellet a bep tu  
e kreiz an noz du !  
Pehini da roud, pelec'h e fell d'it va c'has  
gant da vroud,  
Pa n'em eus ken evit derc'hel war va brennid,  
Nemet gwask faez-divi va divrec'h...

— Skriv, diskuih pez a welez, traou nevez ha traou  
Skrib hag a red mibin e bluenn. [koz,  
Petra 'welez ?.. — Douar an Dud, krapet 'n o c'hlud,  
Tammou kolo o korolli,  
Korventenn ruz ar c'hoantou euzus,  
Ha tousmac'h ar brini o vont d'en em zebri,

D'en em zebri kig ha gwad, kalon, spered, ene bade-  
Rak setu gourc'hennou al lezenn du [zet.  
A gan war hent an emgann  
Ar sez pec'hed marvel o vont enep  
ar sez pec'hed marvel ;  
O c'hanenn-vale a dregern war an hent ledan :  
Gwa d'ar baotred hag a gouezo  
E krog hon daouarn krabanek ;  
O frika ' raimp, o flastra flak,  
Ken e flistro, ken e strinko  
Ar gwad eus o c'high gwak, etre hor bizied. [hent :  
Ha gwa d'ar merc'hed gwerch a gavimp war hon  
Muioc'h eget biskoaz eo prest ganimp hon toaz,  
Hag hon dorn d'e lakaat er forn.

A Vreugel, kement tra heugus ac'h eus skeudennet  
N'eo netra e-kichen ar wirionez.  
Peseurt kleñved-red ' zo tremenet er bed  
Pa'z eo aet ar follentez put betek mel eskern an dud.

A, meuli 'rit an Denelez, prezegerien helavar,  
A dou e vo savet eun urz douarel,  
Emañ o tont da vat an eurvad divrallus.  
Ha ne welit ket ez eo aet he skiant diganti  
Hag emañ Marc'harid ar Sodez o tihuni.  
A, meulit-hi, Barzed trelatet,  
A oar boda en-dro d'eoc'h d'ho selaou  
Genoiou amboubal ar bouferien :  
A-us d'an douar-mañ milliget, an Ankou.  
A-us d'an douar-mañ milliget emañ o tarnijal bepred.  
Flaerius, skeud heugus, milliget, an Ankou.  
Savet da furniou lies an emgarantez,  
Ha pep hini, yudas, a yud : Me eo Doue !

Emgann an doueou, gant o c'hoant foll da holl lezenn,  
Ne anzavont nep mestroniez.

Va lez ! N'hellan ket displega muioc'h.  
Re euzus eo, dislonka ran va c'halon  
Dirak ar gwad linus hag ar c'hig brein  
Debret gant ar c'helion hag ar c'hontron,  
Rak ar c'helanou gwer o vreina er poullou,  
Kelanou du a zo bet korfou tud badezet.

Douar milliget, eur Ramz a zo roue warnout,  
Ar Roñfl hûdur, loudour,  
Gourvezet teurek en e vougeo, goude re-gorfad  
War bern eskern an dud en deus debret.  
Hag e-pad ma roc'h o mestr, e ra fest ar razed.  
An dud diboell a youc'h ez eo maro ar Ramz-brezel,  
Ne zihuno ken, biken.  
Nemet azeulerien a zeu, mevelien al lorc'h,  
Da veuli taeroni ar C'haour er stourm,  
Ar re a bliij d'ezo sanka o seul er gwad.  
O c'houi, tavit, na zihunit ket spered Kaïn,  
Rak o klevout ho meuleudi  
E c'hoarz ar Roñfl 'kreiz e huñvre ;  
Na rit ket trouz en-dro d'ezañ,  
Aon am eus na zihunfe,  
Ar gounnar adarre en e zent,  
Ar skraperez en e zaouarn  
Tan ar goullo en e gof.  
Gwa-ni ! Mañ o sevel eus e c'hroc'h, spouronus,  
Gant arme rastellerez ar razed war e lerc'h,  
Da vont d'ar red amañ, ahont, da jiboesat,  
Da baka dre ar bed an dud beo, a-vil-verne,  
D'o debri kriz.

Hag e krign o izili blin  
O bruskou izil a skrij dindan e zent hir,  
Hag e frik o c'holopennou, e tispenn o c'higennou,  
Hag ez ev gwad o gwaziéed  
Mesket gant daerou ar mammou.

Nann, nann, n'hellan ken.  
N'hell ken va ene  
Gouzañv an euzadenn na tousmac'h ar gourvenn.  
Tenn da eskell, va c'has da bell !  
Klevet em eus ez eus er mor, eun enezenn c'houdoret  
E lec'h nen eus 'met karantez, levezenez dibaouez.  
An dour klouar war aodou he douar  
'Zeu da lipat an traez 'n eur flourad hiraezus  
Hag a gan hep span,  
Eun hiboud d'an enez, sourreilet gant ar gwez.

O liorz, o porz.  
Setu m'az kwelan dindan va selled  
Ez kened, douar muia karet ar Varzed.  
Me az salud e-kreiz da vrud  
Bro Shelley, Grae velegan,  
Enez ar skañvder, enez an dieubi,  
Lec'h-annez da spered an dudi.

Douar, menez, plantet gant mil gwez heneuziet,  
Bro venniget ar Voudiged,  
'Lec'h ma ruilh stêriou glas war reier gwenn-perlez.

Piou a c'hello kana, Boudiged glan,  
Skañvderiou-evn ho korfou gwevn  
A 'n em vrañsell gant al laboused dreo.

Azezet war skourrou ar gwez ;  
Ho furmiou mistr a hoal davedoc'h heiez ar c'hoad,  
An avel o floura ho pleo rodellek, ' laouena,  
Hag ar balafenned en-dro d'eoc'h a c'hoari.  
Evurus an hini a ev eus ho touster  
A c'hell en e zivrec'h derc'hel ho korf karantezus  
Ha pokat da vleunienn frondusat ho kenou !

— Piou eo ar sod-mañ ? Mont a ran da c'hoari d'ezañ  
eun taol kaer.

— Petra ' c'hoarvez ? A, piou ar pez haillhon  
A zistag a-strak an taol troad-se  
Gant savadur va huñvreou.  
O va c'haerderiou stlabezet a-dammou !  
Piou en deus aotreet d'it donet dre laer evel-se  
Da ziskar va soñjou karantez  
Hag a zo gars awalc'h bremañ, â gailhenn !  
Da c'hoarzin skiltr ouzin eur c'horfad goap.

— Petra ' c'houlennez ? Piou ez oun-me ?  
An Ankou, distrujer faltaziennou,  
Hag a lam o masklou digant ar poupinellou.  
Sell ! — Ne rin ket. — N'houlez ket ? Ne vern.  
Dre gaer pe dre griz, n'eus forz. [hini goant  
Gwel penaos pa dremenan va dorn war dremm eun  
E lezan warni rousennou doun gant chour va ivinou.  
— Skarz ac'han, dorn dizakr, lez ac'hanoun !  
— Na vez ket drouk, estr egedout a veze ret d'am  
Az pez soñj evit eur wech, eus ar pez a zo : [argas.  
Adalek da c'hanedigez atao ez oun evel da skeud  
ouz da seuliou.  
Da Voudiged ! paour kaez foll, gwrac'hed holl anezo.  
Sell eta eun tammig, e kaoter du o c'halonou,

— 12 —

Sav ar golo, c'houesa e-barz :  
Soubenn sorserezed...  
A, a ! Dourenn kalonou naered, belostou paüned,  
Teodou kegined, krabanou guped,  
Setu pez a viton e kalon da verc'hed lorc'hek.  
Diwall diouz da laboused !  
— A, Tav ha tec'h,  
N'houlan ket da glevout, n'houlan ket da welout.  
— Aon ac'h eus, abeg a zo :  
Me eo ar sorser bras, ar farwell braouac'hus.  
Va alan ' zo awalc'h da walla ar bleuñ kaera ;  
Kas a ran da ludu, hag aes-tre, n'eus forz petra.  
Meska ' ran, meska, meska, [matez ;  
Paotr ha plac'h, kouer ha bourc'hiz, mestrez ha  
Me eo prezeger bras ar gumuniez, an dimezi, ar gen-  
Meska ' ran, meska, meska. [garantez ;  
Ha bremañ, petra ' fell d'it e tennin anezo ? Pez a gari.  
Eur vleunienn flimin-flour ? setu.  
Ha c'houez vat 'zo ganti, rak enni 'z eus  
ludu eun degenn faro.  
Ha petra c'hoaz ? Patatez temzet mat, mellou re ?  
N'o deus ket kavout douar fall, [Setu.  
gwechali e oa eur vered anezañ.  
Paotred, merc'hed kran, bourc'hizien otus a zo enno.  
Tud a lorc'h, tremenit bremañ e kof mistr eur pen- [inc'h,  
Ha devit da gomz ouzin eus pompadou ar c'hig war  
Va c'hred ! Eva ne dalv [an douar...  
Pa gaser ar c'hop da hesk, pa dorr ar werenn vresk [n ho torn.  
Met piou a selaou ar wirionez war zouar ar re vouzar... ♦

— 13 —

— Avel, na chomomp ket, deomp,  
Tec'homp, an eurvad n'eo ket c'hoaz amañ.  
Re c'haro, re c'houero, re fero komzou seurt-se.  
Eomp pelloc'h, ne vern pelec'h, gant na vo ket amañ.  
En eun enezenn all e kavimp marteze ar repu,  
En enez c'hlas an natur c'hlans,  
An enez ha n'eo ket bet saotret gant fallentez an den,  
N' he deus enni na droukrañs na gourvenn,  
An enez digenvez.

Rak karout a ran kement ' zo glan,  
Ar beure lirzin, ar pardaez milzin o teuzi,  
An erc'h en aer glizin ar menez,  
Ar gwent a sut en e fleüt o vonet gant e hent,  
Ar c'hoodou heglevus gant soñjou souezus  
O tihuni en o emskiant.  
Karout a ran an inizi marmor e moriou ar c'heresteiz,  
An inizi kollet en aour ruz ar c'hornog,  
Kement burzud ha kement hud,  
En deus klasket an den e dizout evit dizamm e zienez :  
Labous ar wirionez, dour ar vuhez,  
Liorz an aouravalou,  
Ar c'hoant ac'hanoc'h am broud !

Lomaned ar mareou kent,  
A roge gant diaraog lemm ho staoniou  
Seiz ar mor eouliet hag a dreize yud an houl,  
O vont a-dal atao war du ar pal,  
Deskit d'in ar roud hoc'h eus pleustret gwechall  
davit ho mennad meur.

— Ar froudenn hol levie  
An huñvre hon douge,  
Merdeidi war vor ar faltazi !

— 14 —

— Enezennig, hag-heñ eo te an hini a vennan ?  
En-dro d'az kouzoug, kelc'henn wenn an tonnou,  
En-dro d'az kouzoug, goularzennou,  
Greun roz da reier a lugern hep poz. [briz.  
Degemer va c'halon skuiz dindan andor da goadou  
Etre divrec'h da ouf, va c'hemer evit distenn va rec'h,  
Ma paouezo va gouelvan gant distenn va goueliou.

— Kontammet oun, binim an den a zo silet ennoun.

— N'eo ket gwir, den n'az stokas biskoaz.  
Va degemer, aber !  
Pe gollet oun, gloazet e mil hent dall ar glac'hар.  
A-hend-all, n'eus repu evidoun war an douar,  
Nemet ar boan, nemet an nec'h, nemet gweadur va  
[divrec'h.

— Kontammet oun, binim an droug a zo silet ennoun.  
Na vez ket touallet mar gwelez en aber,  
War an dour 'n e c'hourlano,  
An eon kann o neuñvi 'vel dumed evned-mor,  
Mar diskenn er pardaez eun damskleur arc'hantek,  
Mar klevez neuze er sioulder daskren al lugern kizidik ;  
Na larvar ket : amañ eo brao beva, amañ e kavin ar  
[peoc'h.  
Siouaz ! Daouek eo dremm pep tra er bed, netra disi !  
Nen eo ar spoum nemet glaour ar mor spouronus,  
Garvuhezeged ar gounnar o paotaat enno...  
Me eo an natur c'hanas, dous hag hudur,  
A c'han kinkladur an hañv, hag a zebr d'ar goañv he  
An natur a frouez, an natur a freuz, [c'hrouadur.  
An natur flour, an natur didruez, mesaerez ar miled  
[gouez

— 15 —

Ar gwipered hag ar bleizi, an dourc'hazarded hag ar  
[morc'histi,  
An hini a had al louzou fall 'mesk ar re vat,  
An hini kollet ar c'hempouez ganti,  
Hag a lavar a bep eil komzou enep o sodi.  
Den, n'out ket va mestr ! Da jestr, ne sentan ket outañ.  
Ha nep a venno va chadenna  
'Gollo e boan, 'n eur striv goullo.

Ya. Huñvreet o doa e oa tu da dizout  
Aouravalou saourus ar wezenn hollvedel  
A luc'h en noz, beo, lubanus.  
Unan anezo hepken, paket ganto  
'Vije bet war an tir an tilzam d'an eurvad.  
Gwezenn ar vuhez, he frouceziou aour,  
N'helli ken, Mab Adam, astenn da zourn betek enni,  
Abaoe m'en deus da dad trelatet  
Sanket e zent er froucezenn but,  
Rak kontammet int bet ganti  
Ha chomet int abaoe, tozonet.

## KAN AL LEINOU

Goustad gant plaverez                    D'am breudeur gristen  
Avel, perak out tavet ?  
Pelec'h ez out ? eilger d'in ! A, tec'het out !  
ne respontez ket !  
Perak beza va c'haset amañ evit bremañ va dilezel,  
Beuzet e c'houervoni ar mor, e gouelec'h an ambloari,  
Hep eur mouchig-avel en aer mougus,  
Mac'het gant an diflach, prizoniad ar goullo ;  
Ha n'hellan ken, me paour ! nemet pucha  
va fenn 'tre va daouarn,  
Enket em enkreuz.  
A, pelec'h out-te, Awenerez dec'h ;  
Hag-heñ 'lezi d'in betek ar maro, an dic'hoanag ganin,  
atao ?

— Sav da benn ha sell.  
Netra ne van eus an traou denel ;  
N'ac'h eus ket tañvaet an diskui douarel  
Pa n'eus ket anezañ er bed.

— Penaos ! Peseurt avel am sko ?  
Ha deuet out endro, hirc'hortozet ?..  
Nemet n'eo ket da vouez, n'eo ket da zremm, n'eo ket  
Souezadenn, nijadenn herrus, [te !..  
Gweladur kantaskellek, dizouarel,  
Eus pe vro e teuez ?

Dremm glan-flimin, daoulagad lemm ha livriz war  
Genou moheret-roz, bleunienn hag a zigor [eun dro,  
evit frondou ar gomz,

Piou out-te ?

— Kannad Doue,

Eur bir em dorm evit treuzi da galon dir,  
Eur saez evit skei ouz da galon faez,  
O den kantreer en eur c'hlask aner,  
Selaou ar c'hennenn a c'hell da salvi.  
A-us d'an douar n'ac'h eus ket tizet al liorz espar  
Difennet ouzit gant Ael ar gouunn.  
Ped ha sav da zivrec'h e tan an azrec'h  
Davet an neñv, davet da Zoue, davet da Dad,  
Hag e c'hras, heñvel ouz karr Eliaz  
Ziskenno d'az lemel davetañ.

— Pedi ? A, penaos ! N'ouzon ken.  
Kollet em eus ar voaz. Siouaz ! Chom a ran mut.  
Em ene paour, dinerz ha lovr,  
Bec'h ar pec'hed !  
Kaout keuz, keuz, keuz !  
Dislonka kement stronk am moug,  
Distarda ar wask a dag va gouzoug,  
Evit skrijal va dienez kriz !  
Aotrou, az pez truez.

— Me eo da Dad, me eo da vamm, me eo da vreur,  
Da grouer, da zouger, da zasprenner,  
Ene am eus karet betek euz ar spern hag an tachou dir,  
Ar vestl da zistan, em estrevan, d'am sec'hed hir,  
Ha liesgenou ar gouli o suna va gwad betek an divi.  
O, penaos, a gav d'it, n'em eus ket da garet.

— 18 —

— Glac'har, glac'har,  
Gwa me, n'oun ket dellezek da glevout komzou va  
Glana va c'halon wan, [Doue.  
Ha kas davedoun Arc'hael an tan,  
Eur steredenn 'n e vizied,  
Eur c'hlaouenn eus al lestr-ezañs,  
entanet dirak da vezañs,  
Evit steki ganti ouz va diweuz.

— Glaouenn an tan gwirion war da vuzellou gaou !  
A vab-den, lavar ! Petra 'welez bremañ ?  
— Eur Serafin o skuilha greun ar frondou glizin  
War viliadou ar steregi,  
Hag e sav da virviken birvih o c'hoabr  
en ec'onderiou didermen.

— Glaouenn al luc'h gwirion war da zaoulagad luch !  
A vab-den, evit kement a zo bet tort ha daonet enno.  
Ha bremañ, lavar d'ar bed petra welez ganto.  
— Miliadou ar steregi eo kalonou mibien Doue  
en ec'onderiou didermen.

A, ro d'in da eskell ma tibradin diouz an douar,  
Ma c'hellin mont hervez nij ar Spered  
Da gemenn d'an hollved kelou mat ar rezder nevez,  
Gant taeroni ha mouez kreñv al leon,  
Gant perziou kuñv an ejen hesentus,  
Gant bennid kizidik an den,  
Ha lemmder lagad an erer.  
Ra vezo va mouez evel hini al luc'chedenn ouez,  
A grog er c'hornog  
Hag a dec'h gant herr betek ar reter pella  
Ma klever he zregern o tazlammat war ar moriou.

— Re bounner eo da galon fall bec'hiet gant ar gwall...

— 19 —

Glaouenn an tan reiz ez kreiz a zo ezomm  
Da bulluc'ha hudurniez da veiz  
Skarza da stronk, da skañvaat...  
Va breur, nemet gras veur Doue a c'hell da barea.

— A Dad, az pez truez evit va follentez,  
Pa n'em eus ket merzet e oa da zremm  
Mammenn ar vadelez diheskus,  
Hag e oas o veva ennomp bevoc'h egedomp.  
O va Doue, deuet e oas davedoun  
Ha n'em boa ket merzet sarac'h da gammelou.  
Va galvet az poa, n'em boa ket selaouet,  
C'hoari a raen gant karanteziou bedel o korolli,  
O va c'halon, c'hoarzin a raes 'n eur likaoui.  
Ha n'em eus ket klevet da vouez  
Pa 'c'h eus va galvet a-nevez  
N'ouzon pet gwech ac'h eus garnet war-du ennoun ;  
Dalc'het e oan gant mignoned gadal,  
O zrouz a dage da c'halv.  
Met echu an drantiz ez oun chomet faez hag izil ;  
Em genou yen, blaz an divi hepken.  
Pell e oas ! War ar wenodenn c'houlo  
n'em eus ket merzet da roudou.

O va c'halon, eul le divrall az poa touet  
E vijes bet en e geñver eur werc'hez c'han  
E splannder he donezon anterin,  
Ha bet out bet en e geñver evel eur c'hast. [met,  
N' am pella ket diouzit, Aotrou, n'am dilez ket nam-  
Va harp !  
Ma tiskennin d'en em walch'i [dour.  
E dounder ar Yordan 'n eur veska va daelou gant he

Da eur ar greuzeul-noz, doug va c'halon d'az azeuli,  
Doue hag en deus rollet eun deiz ar steregi  
A-steud war neud ar boud  
Evit beza war da benn eur gelc'henn-berlez roueel.

Hag e klevez ! kemer a rez va daouarn yen tre da  
Lakaat a rez da zaoulagad em daouarn [zaouarn  
En eur c'houlenn ouzin : « Hag am c'harez ? ».  
Met n'ac'h eus ket ezomm eur ger evit kompreñ  
Ha ne respontin ket gant fiñvadenn va muzellou ;  
Ne rin 'met arresti gant va holl nerz ouz da gened :  
Em ene, diheskus, 'strinko eun eienenn.  
— A galon den, va mab ha va c'heneil !

— O, setu va holl spered a-stok ouz da glokter,  
Evel e lañs tantad an hañv,  
Ar c'houil glas emgloastret e-kreiz eur rozenn ruz,  
E troellenn ar vuhez, e korventenn al levenez.  
Gwir eo n'hellan ket c'hoaz sellout ouz da vezañs,  
N'eo ket c'hoaz digor va daoulagad d'in  
Evit tañva da beurvad ;  
Hogen gouzout a ran penaos az anavin ;  
Da holl gened dizolo-noaz,  
He steki a rin gant va holl galon ez noaz,  
Da holl gened veo gant va ene beo,  
Stok ha stok da viken e trivli ar pok.  
A, pegen kouvrant da garantez e-keñver pep karan-  
Milkaeroc'h eget korf an den, [tez all.  
Milkaeroc'h eget korf ar plac'h,  
Sklerijenn da voud hollskedus !  
Milbevoc'h eget kalon an den,  
Milbevoc'h eget kalon ar plac'h  
Tantad da galon hollskedus.

Pegen dister spered an den,  
 Pegen dister spered ar plac'h.  
 E-keñver da spered hollskedus.  
 O, deus ! Mall am eus d'az kwelout,  
 Daoulagad ouz daoulagad  
 Kalon ouz kalon,  
 Diharz da viken, Hollgened !  
 Ennoun e vi, ennout e vin da viken,  
 Soubet ez frond, o suna da zouster,  
 Evel ar wenanenn e kalon ar vleunienn.  
 O, deus ! Da c'hortoz a ran, va Zad da !  
 Gouzout a ran ez out aze em endoun  
 Dare da zigeri an nor, ha da sklaeria va noz du,  
 Dare da barea gant stok da vizied,  
     dallentez-natur va spered.  
 O, deus ! bepred muioc'h, bepred dounoc'h.  
 Va c'hemer ez talc'h, muioc'h dalc'hmat, o Tad !  
 Enlouc'h ennouz siell da zremm,  
 Da luc'h, ra vin treantet ganti :  
 Rak n'houlez ken nemet va c'halon veo  
 Evit tridal 'tre da zivrec'h lirzin ;  
 Ne c'houlez ken nemet va c'halon holl  
 Ha bleuniouz nevez em bleo pep mintin.



Aotrou, gouzout a ran am c'harez  
 Hag ez eo bet plijet ganit diskenn diwar da gador-veur  
 Evit donet 'touez da vibien da veva  
 'N eur lakaat da zudi da c'hoari gant an den.  
 Gwisket ac'h eus hon natur teurc'h a-us d'az kloz  
 Da lodenna da glokteriou d'az pugale ;  
 Ha kemeret ac'h eus e dalc'h da berc'henniez  
 Hor c'hig kollidik hag hon ene.

A, neuze, an taol kenta ma 'n deus stoket  
 Eun ene-den ouz splannder an natur-Doue  
 Ha spurmantet ar pinvidigeziou didermen,  
 O deus youc'het kor an Aëled  
 Ha tregernet an holl vedou :  
 Ene va C'hrist en arrest 'azeule !  
 Unvaniez sakr, pennabeg pep kroui !  
 Karantez sakr, abeg pep dimezi !  
 Briataerez, pennhadenn pep trivli !

Sed an diri diskuliet da Yakob,  
 Evit darempredou an neñv hag an douar ;  
 Setu ar pont a-us islonk an tan spontus,  
 Ar vag n'eus nemeti 'vit an treiz burzodus,  
 An hent evit tizout al liorz kollet ergentaou,  
 An hini nemetañ a c'helle adstaga pez a oa diframmet  
 E benn d'ezañ en neñv, e dreid a-stok ouz an douar,  
 Hennez e oas te hepken, va Jezuz !  
 Arc'h veur an testeni, eul lezenn nevez enni,  
 Tantad kevrinus an aberz, eienenn an douster bevaus  
 Ar greizenn-dremen, ar c'hroaz-hent unek,  
 Evit diskenn ar bennoziou hag evit sav hon pedennou,  
 Ez eo te, Kalon veo va Jezuz.

Astenn ledander da zivrec'h e kroaz, evit hon degemer,  
 Hon sach davedout, o Krist goursavet !  
 Ennomp e fell d'it kenderc'hel kevrin da zonedigez  
 Evel e naturiou-den ouspenn.  
 Na vezoz ken me, kogen ra vezoz te a vezo em c'hreiz.  
 Ha pa dremenin dre ar straedou,  
 N'ouezo ket an dud a gavin gant o hent  
 Emañ ganin bepred an hini a garan  
 O stumma va ene diouz e gened.

N'ouezint ket e tougan -bepred ganin,  
 E doun va c'halon va c'hariad  
 Splannoc'h eget steredegi a-viliadou.  
 C'houi hag a red evit chase an enoriou  
 Hag a groumm gant tiz ho pized  
 Evit skrapa raz an arc'hant,  
 N'ouzoc'h ket c'houi em eus pleget va fenn  
 en e gerc'henn,  
 Hag e kavan diskui gant allazig e vuzellou.

C'houezet en deus en eur c'hoari e-touez va bleo,  
 Eun avel-frond eo evidoun e anal ;  
 Skarzet eo bet ar gwall-arne.  
 Ennoun e par diwar vremañ eur vro nevez,  
 Eur menez bras gant koadou glas  
 Ma 'n em eilger sklinit hiboud an hekleviou,  
 Eur menez gwer gant pradeier  
 Lec'h e virvih lemmen ar gouveriou.  
 Ha tro-war-dro d'in ez eus meneziou all, didermen,  
 Meneziou breudeur, betek en tu-hont d'an dremmwel,  
 Stardet an eil ouz egile  
 Evel deñved eun tropell  
 A vez bleniet gant eur mesaer sioul ha meurdezus.  
 An heol a lintr en oabl lidel  
 Hep diskenn na fallaenn ;  
 Ha netra binimus ne c'hell beva 'n e sklerijenn.  
 Morse ne gouez ar glao gouez  
 Met dindan al lugern dispan  
 E strilh kalir ar bleuniou eur gliz  
 A ziver frondus en traoniennou  
 'Lec'h e tiskenn al loened flour da gouronka.  
 O meneziou peurbadus en unvaniez ar peoc'h,  
 Pa dremen warnoc'h ez skañv, eskell an avel c'hlau,

E sav kanaouenn sakr ho pedenn gensoniek  
 Ha kement kaerder zo er bed,  
 Klasket ganto gwarez war grap ho tor, a gengan,  
 'Vit o sakridigez e kinnig ar Roue.

O lid an oferenn-veure,  
 Pa drid laouen tarz an deiz  
 Ha pa drivli ar galon  
 Evel heiez werelaouen  
 E-kreiz bleuñ gwynn avalenned.

Poket en deus ouz va diweuz an hini a garan ;  
 E alan a zo en em silet ennoun ;  
 Gwent ar vuhez am gounez,  
 E lañs a vount va c'halon !  
 En eur mor a zudi e risklan goueliet lark ;  
 En ec'honder ar spi e sko va diouaskell.  
 A Spered glan, birvih peurbadel an ene,  
 Nij boudoniel, avel enbarzel va Doue, Te eo !

Pa urzie ar Furnez, er penn kenta, dereziou ar boudou,  
 P'edo ar Verb o stumma pep tra diouz e skeudenn,  
 E chome difiñv ar Grouadelez, disliv ha maro,  
 Betek ma teujout, galloud ha nerz.  
 Ar sterad a oa mut, an heol a hune disneuz,  
 Kleuz e vane ar furniou  
 Betek ma teujout daveto.  
 Hag e plavjout warno galloudek,  
 'N eur zerc'hel anezo en astenn da zivrec'h,  
 Ha da dal ouz tal ar bed,  
 Gant da vrennid ouz e vrennid,  
 Gant da c'henou ouz e c'henou,

E siljout ennañ da c'houez,  
Hag ar vuhez a dridas ennañ.

Ar stered 'enaouas skedus en oabl hag a zeskas o roud  
Laouen o taskrena.  
Boudou an douar ' savas eus al ludu  
Evit ergerzadeg hentou o zonkadur :  
Ar c'hoant o broudias, an tan o luskas,  
Hag ar c'houiled glas-du war dremm ar feunteuniou  
A grogas da redek o beajou didermen.

Se ne oa ket c'hoaz ar vuhez,  
Ne oa ket se eun elienenn eus an tan peurvoudele ;  
Nemet eun damskleur anezañ ne oa ken.  
Hogen an Tan, an Tan e-unan  
'Felle d'ezañ diskenn war an douar,  
Ha petra 'venne nemet kregi a bep tu.  
Ha setu ma teuas flamm ar C'hras en noz du.

Pa oa kouezet an eneou difiñv ha laosk  
Evel steredenou lazet,  
Pa oant gourvezet linus ha gweñvet  
Evel Yob war an teil o vreina ez veo,  
E chome mut ar muzellou hag e oa kleuz ar c'halonou.  
Maro e oant...  
Maro e oan...  
Hag e teujout nerz ha galloud  
Hag e plavjout warnoun  
O terc'hel ac'hanoun en astenn da zivrec'h,  
Evel Eliaz war gorfig yen bugel an intañvez,  
Tal ouz tal,  
Brennid ouz brennid,  
Gant da c'henou ouz va genou.

E siljout ennoun da c'houez,  
Ennoun e trivlijout, Buhez !  
Tantad peurvoudele, ennoun e oas,  
Nij ha skrij,  
Luc'hedenn speredel  
A lamm eus an Tad d'ar Mab, hag a zistro,  
lañs peurbadus !  
Evit mont eus an eil d'egile, va c'has ganit !  
A ! Lamm ennoun, kalon enbarzel va Doue !

# KAN AN EILGER

*Skañv ha drant*

*Da Roparz Hemon  
en deus desket d'in  
adkavout Breiz*

Selled nevez diwar wel an neved, selled pare,  
A, par bremañ, lemm-sparfell, war ar bed !  
Astenn da nij, ene ; hed-eskell, ledana !

Bed,  
Hollved,  
Davedout  
Va flaverez  
Ha va diskenn a-diz.  
Nann, ne vo ken d'az milliga  
Na da gas va leñvadenn d'ar mil hekleo ;  
Nann, ne vo ken d'az argarzi gant kounnar.

Dilhad briz an Aotrou, e wiskamant a briz,  
Gant e gened diseurt kuzet dindanañ,  
A Ved ! ez out evidoun bremañ.  
Da welout a ran gant da voudou kenwiadet,  
Pep hini ereet ha kevredet gant e vreudeur.  
Da welout a ran, marelladur marzus,  
Gant emrespont lirzin an holl liviou.  
Evel eun den en dije dizoloet eur vroz kenedek holl  
Hag en em soñfe 'vit pe gorf milneuziet eo bet stum-  
[met,

E sellin ouzit bremañ, Krouadelez trellus,  
Gwiskamant ar peurvoud, ar wiadenn diwri.  
Nemet eur sae-c'hortoz nen out ken,  
Eur skeudenn-lu e skoaz lugern an da-zonet.  
Rak pep tra 'zo bet laket amañ d'an esa  
Gant broud an droug ennañ 'vit an aprou.  
Ha koulskoude pebez splannder !

Sed al levr digor da lenn  
Ar barabolenn da intent  
Ar sonerez iskis, ar ger divizet,  
Ar gomz da gompren.

A, hiraez am eus da ziraez ster kuz ar rouestladur !  
Me ' venn da zizolei, kemennadur !  
Boudou, 'n em ziskouezit, pez a glaskan eo peurwelout,  
Ho perc'henna holl, ho terc'hel em c'herz, c'houi-holl,  
Ha meizout ez reiz betek ho kreizenn douna,  
Hoc'h ec'honder brasa, ho liester leuna.

Pez a glaskan, n'eo ket hepken damskeint ar gorre,  
N'eo ket hepken gallout pega eur skritellig  
war pep danvez,  
'Vel eun doktor kambret o turia gant e fri  
poultr e zastumadou,  
Hag a youc'h goude-se d'ar c'houmoul  
n'eus ket evit an den kaera gouziegez.

Pez a glaskan diraez n'eo ket hepken  
diavaezou ar furm,  
Pez a ziskleir kleuzlavarded arz kreisteziz ;  
Evidomp ez eus c'hoaz en tu-hont d'ar gont-se,  
Pa n'omp ket bet ganet war glannou an difiñv.

Ne c'houlan ket hepken ar meizadou sec'h-krin  
Relegou gwerniset, divuhez, eur mirdi,  
Ma labour d'o ficha prederourien ar pouf  
Oc'h ober fae ouz ar fetis.

Davedout va distro, â va bro !  
Da glevout diganit awen wirion va gouenn :  
A, he c'halon d'ez 'vez o selaou kalon ar boud,  
Kas-digas hollvedel mareou ar mor hag an amzer,  
Bezañsou kevrinel an traou evel personou sakr,  
Reier ar Raz, koad Brekilien,  
Meinegi, chapeliou, lannegi, feunteuniou,  
Ha breou glas ar glao e-barz hag e-tro da bep tra :  
Ho klevout holl a ran e koroll ho pangor.

Anao va bro, anaoudegez ar gened,  
Santerez an endoun, santerez ar vuhez !  
A, dilezel an trouz ha selaou,  
Dilezel ar gorre ha mont ha selaou,  
Betek ar pep douna e kalon an traou, selaou,  
Ha klevout o c'hevrin, o c'homz kuz,  
Na laront 'met d'ar re hag hen laer diganto,  
Klevout kevrin o c'halon ruz.

Boudou, e gwaskerell va sell emaoch' ;  
Ho terc'hel a ran, taer, tenn.  
N' ho lezin ken ! Responit d'in ! Rak d'in ez oc'h

— Gwir ' lavarez, o barz ! tan omp e-barz,  
ya, pep-unan.  
Buhezek omp, ni danvezek ;  
Kalon 'zo d'imp, trid ha trivli,  
Ni an traou hag a anver ar re varo.

N'omp ket dilusk na digar,

Rak ennomp sko eur monedone, ar resev hag ar ro ;  
Monedone, lezenn ar boud betek al lusk, al lañs kenta  
A zo d'imp eus Doue da zistrei da Zoue.

— Kendiviz kuzulik, emrespont taranou,  
Hekleo o lammat eus eur penn d'an neñv d'egile,  
Dremmou o 'n em sellout dre holl,  
Heñvel ha disheñvel war eun dro kenetrezo,  
Kerentiez, kenson, kened,  
Setu m'ho klevan, setu m'ho kwelan bremañ a bep tu.  
A Gened ! unvaniez goude disparti.  
A Genson ! kevre kevrinus etre ar boudou,  
kenemengreskerez an enebadou.

A vuhez em spered pa 'm eus dizoloet al lezenn veur,  
Al lezenn veo, diazez pep krouadelez,  
Rak lezenn ar gwirvoud eo kened !  
Buhez-tan, krog ennoun diwar stok an endoun,  
Berv dindan va zal, strink e kreiz va noz dall,  
Evel ar stered a darz en neñv, elienennou  
eun tan-arvest milvloaziek o troella.

Gwel, va spered melezour ! O kae, na dav ken !  
Sav war gern ar bre. Ra dregerno bremañ da vouez,  
Stirlink ha storlok,  
Gant lañs an hevoud o trei ez kenou.

Petra lavarout ? pep tra,  
Diskulia mouez kement krouadelez,  
Lavarout ster kement buhez d'ar re na glevont ket  
Peogwir ez eo da vouez, va Roue d'in.  
Lavarout ar gened holl...  
An deiz hag an noz,

An tremenus hag ar padus,

Bed an esa, bed ar varn diweza.  
Beza eun arzour : klevout, ha merzout ha tridal  
D'enaoui em breudeur santerez ar gened.  
O arzerez, o va hini ! Labour va daouarn ha va genou.  
Ra vi binniget, Aotrou Da,  
Dre ma 'c'h eus digoret va muzellou maro,  
Va spered prennet gant yez an estren,  
D'am c'halon skarnilet degaset ar pare.  
Yez va frankiz, splannter drant war pep tra,  
ken drant,  
Va diouaskell bliou, dillo :  
'Vel eun evn, etre varrennou ar c'harc'h  
Ez eo dinijet va ijin.

Evnig ar c'hood, setu levenez tarz an deiz, kan !

Birvih ar sklerijenn nevez a gren  
A-dreuz douster brumennou aour.  
Prederi ar reier war lein al lanneier, a zihun.  
'Us d'ar vorenn, er pellderiou, 'sav meneziou, 'vel  
[inizi...]

An deiz, a ! n'eo ket diaes e veuli.  
N'eo ket diaes beza lubanet gant e lugern,  
Gant al liviou, gant ar bleuñv,  
gant brageriz, gant yaouankiz...  
Hogen, pez a anvomp an deiz,  
hag-heñ e vefe an deiz e gwirionez  
Pa guz ouzimp miliadou steregi ?  
Pez a anvomp an noz, hag-heñ 'vefe an noz,  
Pa 'z eo ret d'imp diskenn  
betek douna biñs an noziou,  
Betek ar pellgent dua, 'raok dizolei luc'h Nedelec ?

Pep noz en he c'halon a guz eur sklerijenn.  
An deiz avat eo eun touell, eur spez,  
teuz ar bed bepred o steuzia,  
Koroll ar boudou foll gant masklou-meurlarjez.

A Noz ! nann ! n'az mallozin ket !  
Noz c'houero, noz c'harc,  
Noz ar boan, noz an doan,  
Noz ar gwall, noz ar fall,  
Noz ar c'harc'harc, noz ar glac'harc,  
Nann, n'az mallozin ket,  
Dre ma oas ret evit blenia hor c'herzed-ni  
hervez an dres,  
Ha diskouez d'imp an ahel meur  
ma tro warnañ hor planedenn.  
Hag e ranke taolenn ar bed beza barrennet du  
Evit muioc'h a dan da splannder ar mad.  
Hag e oa ret atizerez an droug  
Evit muioc'h a lañs da flamm ar galon reiz.

Nann, n'az mallozin ket, à Noz,  
Ha pa vijes teñvalijenn ar brezel  
'Vit dihuni mab-den diwar deileg e vreinadur.  
A ! pebez hudurniez gant sabad an dudou  
Mar n'az pije, Aotrou, staget ar spern ouz ar bod roz,  
Mesket braouac'h gant c'hoarz ar mor,  
Silet an naer er radeneg,  
Ar preñv en aval, ar c'hleñved er c'horf  
Ha kaset an Ankou 'vit embann an Anken.

Eur vouez a glevan en noz : Ael ar vuhez o c'harmi,  
Ael ar vuhez skuiz o redek a zor da-zor  
A zeu d'an noz en nevedou da azeza.

Hag e galon leun a hiraez ' damall an dud :  
Ar stered a sent d'e c'houez, ar planedennou  
a bleustr o hent,  
Bangor ar bleuñv a gan, an neizou a zigor,  
Met an dud digar a gamm e nerz da wallober.  
An Ael a dan e tarz kounnar 'n e lagad kuñv  
Hag e c'harm da bevar Ael ar c'hastiz  
Ma teredint ernezet war o mirc'hi, kornek evel tirvi  
Da galemarc'ha dreñm an douar.  
O ! Gwa d'ar bobl a chom bouzar  
ouz servijer ar Spered Glan.

A va c'halon, a stourm en enkreñz ar vuhez,  
Mar selaouez mouez an Ael, bez laouen !  
Mar sank ez kreiz broud ar rezider, na glemm ket,  
Mar deu enebourien d'az pourevia...  
Rak kerdin violoñsou ne sonont nemet tenn,  
Nemet gwasket e krog an dorn hag ar wareg ;  
Ha kordennou ar gomz, da werzennou rankez gwea  
A-barz d'o skrij beza eur marz, [penn,  
D'o c'hlotennou beza eur bam, o tasseni 'barz da glo-

Garm en noz, te iveauz eur galv garo !  
Na lavar ket : bouzar ar bed, den na glevo,  
Hudvoredet eo an dud ;  
N'eus war zihun en noz fall, en noz dall,  
Nemet al lazerien, ar festourien,  
Ha mevelien an deñvalijenn !

Garm ha stourm !  
C'houist da lavar a-benn ar fin o dihuno ;  
Kanou yaouank a-nevez ez pro a dreñerno.  
Perak fallgaloni mar rank ar respont dalea.

A vreur ! pa hon eus plantet ar c'hreunenn en douna,  
E oa goañv o c'hoarzin yud ouzimp gant an avel drenk,  
Arc'hoaz emañ an nevez-hañv.

Garmomp d'an tir gant eur vouez dir !

Na glemm ket, Alarc'h wenn al lenn wer,  
Mar o deus krennet d'it stuc'hennou da eskell,  
Ne vern, rak gant c'hoant an oabl bras  
Ardresko d'it, Alarc'h, galloud da iskilli  
Hag o teurel da skrij a-dreuz d'an ec'honder  
E tisplegi da nij...

Garm !...

Kement zo kleuz er bed, a zasson,  
Klec'hier, kregin, genou, lagadennou,  
Ar stered o redek en o zroiou,  
Seiz kelc'hienn an Ifern a dreger gant spouron,  
Seiz kelc'hienn an neñvou gant trivli a respont  
Ha laz-kan an Aeled hon elton.

Hag unan 'n deus klevet, an hini  
a eve an doan en noz sakr,  
En eur zougen menoz ar bed en e bedenn.  
Eur galon he deus klevet  
pa oa tortiset gant ar glac'har,  
Ma tivere e wad war an douar  
evel dour eus al lien gwasket.  
E liorz an Olived, e kreiz ar gwez,  
gweet gant ar sec'hor,  
Draillhet, roget, troellet,  
Da deurel d'o mare ar frouez pareüs.

Eur galon az klev, unan a vev da virviken,  
Ar galon gleuz, kreizenn ar bed, a zasson d'imp,  
An Oan, ar Gour, an Trec'h'hour diwar ar boan.

E noz ar feiz, te eo sklerijenn va meiz,  
Dremm meurdeuz Jezuz Roue,  
Hag 'azeulan er meulgan-lid,  
Hag 'arvestan gant azaouez.  
A ! N'eo ket an dremm distreset, kluar, sempl,  
N'eo ket an disneuziadur euzus  
O deus ijinet ac'hantout Mandarineg mignaouik,  
Gounezet o spered gant briz-tenerded ar c'abantved-  
Estr eget eur madig c'houek e sukr glas-roz [mañ].  
Ez eo da garantez-te, kalon gadarn Jezuz Roue.  
An tan ez eo, bourevier eneou, ar flamm flemmus,  
Ar goell c'houero a labour talarek  
en eur leski 'vel koeñvadur,  
An arouez a enebiez a zo brezel e wir ano.

Yann, da gariad, hen goar splann  
E rank, heryez mennad an Tad,  
An enebiez bout er bed, evit aprou an eneou  
Ha goursav ar garantez betek ar barr uhela.  
A Yann ! ar pez a embannez ez aviel eo ar brezel,  
Ar stourm souezus etre Jezuz, al luc'h beo,  
hag an droug o fuc ha,  
Betek goursav ar groaz war dosenn ar c'holopenn.  
Ha sed e levr da ziouganou, emgannou an Iiz,  
Ar vaouez a gan o c'henel ar wirionez  
Hag an aerouant koz o klask mouga gant flaer e vlej.  
Dasson ar ger o tridlammat dre ar broiou.

A Yann ! Brasa barz an hollved,

Piou a skrivo biken tra geñverius ouz da ziskuliadur ?  
Erer, dremm askornek lemm,  
A ! n'out ket eur penn pezell a wregig  
Evel m' hen huñvre koantik-kuñv karonou kluar  
Met an evn-tan e taran komz Doue...

mab ar c'hurun, Boanerges...

Te 'n hini 'glev kevrin ar ger, kevrin Jezuz da gen-  
Lamm e galon, abeg d'an holl grouadelez, [derv :  
Lamm-kalon-kreiz d'an holl istor, d'an holl voudou.

Kevrin Jezuz eo ar Salver o ren bremañ  
Azezet er-maez trubuilh hon amzeriou  
Er-maez hon douarou-pri dilezet eur pennad  
da c'hoari an Ankou.

Kadoriet divrall el levenez : ar gwall n'en deus  
krog ebet ken warnañ.

Hag heñ, war e uhelgador, a sell ouz ar bedou  
Evel ouz eur rozenn 'vije o trei 'n e vizied  
Ken a gouezo diouti gweñvet he bleuñzeliou.  
Neuze 'savi, Jezuz Roue, evit ar skei

gant ar c'hleze,

Evit argas diouz an neved, bagad digas an dud kluar,  
O dislonka diouzit, korf kevrinus an azeuli ;  
Ha ne vo ken gant c'houist kerdin hepken,  
Met gant trouc'h lazus da lavar e skoï.  
Hag e savi neuze 'vit degemer 'tre da zivrec'h  
Ar c'houroned o devezo stourmet 'vit ar rezder,  
Rak ar re daer, hervez da c'her, a gas gounid  
[ganto. (1)

◆

(1) Violenti rapiunt illud.

Evurus an hini 'zo sklerijenn e noz an dud,  
En e gorf, en e spered, sklerijenn,  
Dre hirzastum ennañ elienennou a wirionez,  
Hag a c'halv ar re all 'vit o blenia d'al levenez.

A vreinadur spontus an eneou-kelan  
En em serr e karc'h ar an emgarantez  
Evel en eur bez da vreina :  
Beza debret beo gant preñved ar c'hoantegeziou  
Beza eur gelienenn ereet etre krabanou eur gevnidenn,  
Eur gelienenn a fraoñv da genta hag en em lez  
hep fiñval ken da veza sunet.

Kriz eo an traou, gwa d'an hini en em ro d'ezo,  
Rak neuze 'teuont da veza morc'histi.  
O, gouzout dioueri, beza mistri warno, ret eo.  
Ha sklaerder e vezont neuze pa vevomp a-ziouto.  
Gouzout dioueri...  
Met evit-se, ne argasan ket kudennou an tir ;  
Rak kement 'zo kened, hen kar hon Roue-ni.  
Kement kaerder, kement buhez a vez er bed  
A dleomp eveltañ pledi ganto ha karout anezo  
'Vit o c'homgren, evit o barn, evit o ren.  
Dindan hon sellec emañ an daolenn  
en he holl ledander,  
N'eo ket eul lodenn hepken, nag eur c'hornig,  
nag eur sonig,  
Met an holl ha pep tra, d'imp da welout  
ha da glevout,  
Evit dasseni d'an holl gened gant hor c'halon  
ha gant hon meiz.

C'houi ha n' ouzoc'h ober nemet gant ment ar poell,

Na karout en arz nemet ar furm,  
Eur wech c'hoaz ho pedan, it 'ta er-maez eus ho kro-  
Er-maez ac'h anoc'h emañ ar sklerijenn. [gen ;

Aotrounez kadoriet e mestroniez ho soñj-c'houi,  
Ne welit ket ez eo gwall-striz ho poell krin  
Ha nen eo trolinenn ar furm nemet lintr ar gorre.  
Salokras ! eur ramb're eo an arz hoc'h eus anvet klasek.  
Huñvreit, Aotrounez, e noz distered hoc'h eneou :  
« N'eul liorz kuñv 'vale bepred ho Markizez,  
En eul liorz treset resis.  
Krennet eo bet ar gwez evit ma vint poellek,  
Hag en aer e klever sonerez o vragal.  
Balafenned a nij en-dro d'ez,  
Balafenned an deiz, balafenned an noz.  
Eul levr en he daouarn a ziskleir d'he spered  
Kalon eur priñs  
O strilha dindan guz takennou eur binim,  
Ha broz ruz eur vaouez o rodal gwidreüs. »

Hag-heñ 've kevrinou ? Lazet hoc'h eus  
an astennidigez,  
Ar striv, ar c'hoant da vont  
n'ouzon betek pelec'h,  
D'en em ziantella ledanoc'h eget an deiz,  
ledanoc'h eget an noz.  
Frankiz, frankiz ! Mouga 'ran, aer mar plij !  
Eur c'hoarzigell, ho palafenned ! amprevaned  
pounner o nij,  
N'hellont tizout uhelderiou !

Barzed o redek war lerc'h an Awen,  
Na vo ket berr warnoc'h,

Sed amañ levr ar grouadelez da lenn  
Penn-da-benn e skritur-kuz da zisplega.  
C'houi hag a dou karantez peurbadus d'an douarel  
Hag a laka da zivrall traou ar bed-mañ  
En eur faltazia eun eurvad denel dishual,  
Ne welit ket e ra goap ouzoc'h o fui eus ho krog [hañv,  
Spez ar bed a glaskit en aner denc'hel.  
Noz du goude an deiz gwenn, goañv war-lerc'h an  
Gwallleur, eurvav, gwenn ha du, netra divrall,  
Lezenn an douar, setu ! (!)  
Eur wech c'hoaz, mont ha dont eo lezenn ar bed.  
Pellaat diouz ar Peurvoud ha distrei davetañ  
Evel e parabolenn ar Mab foran.  
Ar pellaat eo evit ar bed beza krouet,  
an distrann diouz Doue,  
Enebiez, pec'hed, maro, ifern yen du,  
Ar-t'herzoud war du an anvoud.  
An distro eo karantez, unvaniez, an neñv gwenn,  
En em dostaat, en em zigeri d'ar sklerijenn,  
Bout a-dal, lagad ouz lagad, ouz Tiern al lugern,  
'Vel ma vezet a-dal d'e gelenner.

Gwa d'ar re zianket a bella hep distro  
Evel steredennou maro da gantren  
'n eur deñvalijenn beurbadus ;  
Hogen laouen ar re a ya war hent ar gwenva  
Bleniet en o érgerz gant Brentinien an azeuli.  
Sed e penn an distro an deiz klok o tarza,  
Diwar noz ar bed kent, ar bed koz o teuzi,  
Goude marevez an esa, al liesson leun divarvel...

(1) Gwelout er vojenn geltiek eneberez doueou an noz hag  
an deiz.

A Varz ! Goude beza lavaret dremm ar bed-mañ  
 Kae da deurel diougan an douarou da zont. [ket !  
 Garmi rez bremañ dirak buhez o verval. Na glemm  
 Pep tra varv, met n'eo ket en holl ez afent da goll.  
 Salver ar bed a zo deuet, Salver an holl grouadelez,  
 Ha pa 'z a da get tra genedus  
 E kutuill an Aeled an anien frondus o tifluka,  
 Da Jezuz d'he mirout en e galon evit eun deiz  
     he dassorc'hi.  
 A liviou glan ! kaederiou skañv evel eun anal,  
 'Vit ho kavout ez in hep skuiza ken,  
 'Vit ho klevout, 'vit ho paka...  
 Gouzout a ran n'hon eus ket krog warnoc'h  
     gant hon daouarn,  
 Ha ne lezit enno, pa glaskomp ho piaoua ganto  
     nemet ho kelanou.  
 E skañvder va spered dibec'h ez an davedoc'h ;  
 Na dec'hit ket diouzin, eneou skoemp,  
     na dec'hit ket !  
 Ho karout a ran, ho keneil oun.  
 O c'houi da vihana, liviou flamm e marv an hañv,  
     ho tizout a rin.  
 Boudou, pa ne chom ken diouzoc'h  
     nemet hoc'h anien splann  
 Ha sakr evel e lakenou Japan, skeudennou aour  
     war al liou du,  
 D'ho kutuill em c'halon ez in dre ar c'hoodou,  
 O c'houi da vihana, deliou a gouez.  
 Eur c'haerder a zo tra genedus da viken.  
 Ha koulskoude, va Doue da, e teu em soñj  
     nec'h an arvar.  
 Lennet em eus e pedennou enkrezet eur barz

Ne chomfe ken broadou ar glen dirak da glod  
 Ne vije mui gouenn ebet nemet hini bugale Doue,  
 Baradoz ebet evit ar broadou,  
 Pa varvo ar bed, e varvint war eun dro.  
  
 — Paour kaez Mab den, daoust, a gav d'it,  
     e vefen piz gant va donezonou,  
 Hag e rofen gant eun dorn evit lemel gant egile.  
 Pa dizo da gorf goulede aod an Dassorc'h  
     goude beajou hir e bag an arched,  
 Pa welo en diwez, goude moriou ec'hon ar c'hantve-  
     [dou],  
     splanneriou glan ar porz gwenn,  
 Ne vo ket eun touell evidout, me hen tou.  
 Daoust ha n'oun ket a-walc'h evit taskori  
     e walch d'az ene,  
 Evit rei d'it da gorf-te, da groc'hen-te,  
     an hini a glot gant da ene.  
 Eun tad a ro bara d'e vugel, ha me  
     ne rofen ket d'am bugale.  
 Va lakaat a rit da c'hoarzin a-strak  
     gant ho soñjou berr.  
 Moarvat e kav d'ec'h e poblin va neñv  
     gant furmiou kleuz dishiniennaet,  
 Dis-hi-ni-en-naet, spontus ar ger !  
 Met spontusoc'h kant gwech ar menoz,  
 Mil gwech spontusoc'h an dra !  
 Ne credit ket eta e dassorc'hidigez ar c'hig ?

— Aotrou, kredi 'ran, met kreñva va c'hredenn.  
 Ya, kredi 'ran, rak da gomz n'eo ket eun touell,  
 E taskori d'in, d'an deiz diweza,  
     kement zo ac'houn,

Va gwad-me, va c'halon-me, va zemz-spered,  
 ne gollin netra :  
 Brezon ac'h eus va c'houet, brezon ez adsavin  
 Gant va yez disprizet em genou, va yez  
 laeret diganin em genou,  
 Ha komprenet e vo gant an dismagañser a-wechall,  
 gant ar Gall.  
 Echu an deñvalijenn, echu al lorc'h stouver-spered.  
 Unvaniez an Dibabidi a vez diwar binvidigez,  
 Dre ma perc'henn pep unan holl deñzoriou  
 ar skiant-den.

— A, n'o deus ket c'hoaz klevet da ziouskouarn,  
 N'o deus ket c'hoaz gwelet da zaoulagad  
 Pez a viran d'am c'haridi.  
 Tud paour ar re o deus ijinet e lezjen da viken  
 Ho korfou daoulinet war goabrennou  
 Difiñv ha mut e-pad ar seiz peurbadelez  
 Evel aeledigou fur o skeudennou.  
 Hogen lennit er skritur sakr  
 Hag-heñ ne grouin ket d'eoc'h douarou nevez,  
 neñvou nevez ?  
 Mab ar vaouez gouvezataerez,  
 N'in ket da zisplega d'it penaos e vezint...  
 Koulskoude, sell eur pennad ouz va Jezuz  
 pennpatrom va dassorc'hidi,  
 Evit gwelout ne rin ket ac'hanoc'h balzamedennou.  
 Bevet en deus war an douar evel kement den,  
 O santout, merzout, karout,  
 Hag evelato, adalek derou kenta e groudigez,  
 E oa e spered-den dremm ouz dremm dirak  
 splannder e natur-Doue.  
 Se ne vire ket outañ a veza eur gwir-den.

Ha goude dassorc'hi, hag-heñ ne oa ket bepred  
 an hevelep hini ?  
 Moarvat, ne oa ken eus gouenn David,  
 E wad-heñ ne verve ken ennañ, ne oa ken heñ ?...  
 E dassorc'h ar c'hig e taskorin d'eoc'h  
 Ho taoulagad, ho tiouskouarn,  
 Hag ho kenou, hag ho kalon,  
 Al liviou da welout, ar sonerez da glevout  
 Frondou treantus da c'houesa,  
 Ho mouez da gana, ho treid da gorolli,  
 Bedou divent d'o arresti.  
 Rak bedou nevez, douarou disti a grouin,  
 Ha n'o deus ket klevet ho tiouskouarn,  
 N'o deus ket gwelet ho taoulagad  
 Pez a viran d'am c'haridi.

— A levez an Dibabidi en unvaniez  
 An Tad, ar Mab hag ar Spered Glan.

◆

Levez diwar ar glac'har, levez <sup>orange</sup> !  
 Distro va c'halon, dre m'ac'h eus klevet  
 an eilger.  
 Dispak da ziouaskell lark,  
 Rog an aer gant da benn her.  
 Distro evit ar stourm gant fo, kadarnaet.

Mar ne zeuez ket a-benn eus ar pez a vennez,  
 n'eus forz ! stourm bepred !  
 Martez nerz an droug en eur starda war da galon  
 az lazo gant e wask.  
 Petra vern ! Pez a c'houenn diganimp an Aotrou  
 n'eo ket ober berz,

Met striva betek an eur diweza ha mervel laouen.  
Rak d'ar re o devo brezeliet evel-se er reklom  
E roio kant gwech muioc'h a gened.  
D'ar re a gar an holl wirionez, an holl reizder  
E roio ar gwalc'h ;  
D'an ene arzour hag en deus naon a gaerder  
E roio ar gwalc'h.  
Rak ar pez a c'houlenn an Aotrou diganimp  
Eo kaout sec'hed ha naon.  
A va ene gwenvidik,  
Pa dañvaez c'houervder da deod peget ouz da staon.  
Evurus out, â neuze, evurus !

Beza eun arzour, kroui ar ger,  
Dezrevell d'am breudeur an holl wirionez  
Douarel ha neñvel ;  
An holl gened, he dastum, liesstum,  
C'houero ha c'houek, d'he diskulia,  
Da sevel en o c'hereiz bedou ar skrij,  
bedou ar marz,  
Ha diskouez a-dreñy d'an dremweliou glizin,  
Da luc'h dizivius, o para, Doue da !

A, ro d'ezo adarre, ro d'ezo  
Klevout son doun da levezenez,  
Son dounoc'h eget endoun ar bed,  
An hini 'zo da youez ez noaz, galv da beurvad,  
Pa bokez diwelus d'hor c'halonou.

O va breur, na spont ket, na bella ket diouzin  
Mar kavez bremañ va mouez iskis,  
Mar n'ouzon ken bremañ goude ruilh ar mor  
Penaos derc'hel va zroad war an douar :  
Diwar va beaj hir e tegasan 'vidout pez a glaskez.

Mar goufe da spered en em sellout  
Evit anavout dounder e c'hoant,  
Dounder e c'houollo ha garm e islonkou !  
Mar goufe da ene en em aters  
Ha merzout er melezour, en e lagad gant e lagad,  
E enkrez garo ha c'houervder e nec'h...  
O Mab-den, gant da galon o 'n em wea en noz yen,  
E klaskez evidout ar repu  
E-pad ma teu an Ael du  
Da ginnig d'it e sked e gop  
E vezeglen leun o goc'hion,  
Selaou da vreur pa zegas d'it en e galon,  
Evel en eur skrin ar respont...

Ar berlezenn disert...

An hini a dleer eviti rei e holl beadra,  
Ar berlezenn ez eus enni skedou bivik kement pinvi-  
[digez],  
Ar berlezenn a levezenez.  
Kemer ez kerz ;  
He rei a ran evit netra, hep paouraat tamm,  
Kemer ha mir !  
Sed an tilzam gwirion d'an eurvad war an tir,  
Ar berlezenn hep par a baro war o zañ, evel stered,  
D'ar re garet hag a heulio an Oan,  
E lidou meur Bro an Diougan.

# KANENN-VOUG

*Goustad goustatoc'h*

*D'an holl  
vrogarourien varo.*

— Avel, echu eo, echu gant c'houervder ar fru,  
Ne glaskan ken 'met ar repu.  
Hogen a-raok da zilezel, Avel,  
Selaou war va diweuz ar ganenn diweza.  
Rak da garout a ran evel den n'az karas,  
Dre ma 'z out eus ar bed hep beza eus ar bed,  
Ar pep tosta d'ar speredel ;  
Dre ma 'z out ar vouez,  
Ar vouez dous, ar vouez taer,  
Ar garm hag ar c'harm,  
An alan, ar c'han,  
Ar vuhez.

[c'houeka.]

E bed an danvez ez out ar pep skañva, ar pep  
Nemet te iveau a zo bet chadennet gant ar valloz kenta.  
Ha gortoz a rez gant leñv an amzeriou nevez,  
Pa griez war lein moal ar meneziou,  
En eur ruilhal dre ar runiou  
O 'n em wea gant da boan ruz.  
A, pa zazlamm war gerreg du an tornaod krin  
Ar gazeg wenn o c'houirinat,  
(Ha storlok he c'harnou a strak da bell),  
Pa gren spouronet kalon an den  
Hag e c'hoarzez ez kounnar o kastiza 'n hini kablus,

A, neuze, n'ouzon perak e plij d'in kement  
Chom da selaou da ouezoni,  
Klevout da yud, nerz hud da yud er gwez  
Hag a daol, hejet — dihejet, pennfollet,  
Davit an neñv doueel,  
Brec'hiou gweet ha dispi,  
Dre n'hellont ket hen aloubi.

Met setu ar pardaez, hag hizio en douster  
E kanez hiraezus.  
Sed eur ar sonerez...  
E kornog an oabl bras e koroll al liviou.  
O te hag a ziskuillh kevrin an danveziou,  
Da zaoudroad a welan prest da vont gant o lañs  
'Vit fiñv mibin da gammadou !  
A Sonerez, à nij a c'hounid va spered,  
Deus ennoun, c'houez ar vuhez !  
Da c'hervel a ran e diabarz va goveliou  
Gant nerz va diou vegin, a-ventadou.  
Hag o tont ermaez, taol d'al laez garmadenn va mouez,  
Gouez ha kreñv, evit ma tregerno betek bolz an neñv,  
Ar youc'h diweza rak an oabl limestra.

Rak Spered an douster a zihun er sioulder :  
Eur milc houid a c'houtell.  
Deus, o Gleenn-noz, da biaoua kement 'zo kuñv,  
Ha da floura pluñv an evned moredet er brankou,  
Te hag a c'hell o denc'hel ez taouarn  
D'o lakaat dindan da chour da richana.  
Hogen perak en em vaga gant c'hoantadou aner.  
N'em eus ket iskilli, nen oun nemet an den iskiz  
A laka spont e kalon an demmed misstr.

Deuet eo an noz,  
A ren en he broz du sterennaouek,  
Hag e vog e c'hornog sonadeg al liviou.  
Kalonou ' frailh, ha dre ar skalf e nij ar frond,  
Eneou dcous ha bleuniou blin a varv en tiez-hont.  
A dristez didrec'hus rak kened o vernel !  
A vreskder ar vuhez douarel !  
O, deus ! Na lezomp ket da vont <sup>da</sup>-get  
Ar frondou treantus, kement 'zo glan ha trivlius,  
Kutuilhomg dre an aer kevrin an anienou,  
E listri alabastr o serrimp da viken.

— Ar goulestr alabastr, a Varz, eo da galon !  
Dastum ar gened holl e kuz da spred-te,  
Kement 'zo glan ha splann ha trivlius,  
Evit o diskulia arc'hoaz e geriou marz.

— Arc'hoaz...  
A, pegoulz e teui endro, a Froudenn, a Zudi !  
Da zihuni va flamm maro,  
Ha lakaat da dremen c'hoaz em bleo  
Douster da vizied hir ha bliou.  
An tantad bras ennoun a zo aet da ludu  
Evel an hini a lezer en noz du  
E beg ar run da vernel goude ar gouel,  
Pa 'z a war-raok ar yaouankiz vagol goude gorolli,  
Ha ne glever ken, eus a bell, nemet c'hoarzou dam  
Em empenn goullo ne dremen ken [vouget].  
Nemet soñjou kleuz, a-stetidou.  
Sed diwez an devez ;  
Sed an eur faez  
Ma lazer er greuzeul ar goulou.

*Roll ar geriou penn  
ha n'int ket e Geriadurig-dourn Roparz Hemon*

---

*Alabastr*, a.k., g. — maen marbr prizius, gwenn-treuz-welus ; glanvaen.

*Bivik*, a.g. — bividik.

*Boud-ou*, a.k., g. — kement tra 'zo o veza.

*Boudoniel*, a.g. — galleg « ontologique ».

*Kailhenn*, a.k. — hailhon.

*Kariad*, *karidi*, *kariaded*, a.k., g. — hini karet.

*Kouvrant*, a.g. — kalonek meur (sell. ouz Kaourantin, hag an ano-tiegez Kouvrant).

*Dao*, a.g. — ret (n'eo ket da dreuzkemer evit an ano-gwan da).

*Daouek*, a.g. — doubl.

*Diantella*, v. — distegna.

*Diseurt*, a.g. — dispar, dibar (ger Bro-Welou).

*Dispan*, a.g. — hep span, hep ehan.

*Diwri*, a.g. — hep gwri, hep kraf.

*Dizivius*, a.g. — n'hall ket beza diviet, diheskus.

*Dourc'hlazard-ed*, a.k., g. — glazard ha gurlaz-dour a ne vern pe stumm.

*Enbarzel*, a.g. — galleg « intrinsèque ».

*Flimin*, a.g. — flamm, livrin.

*Fo*, a.k., g. — nerz an tan, gwrez.

*Garvuhezeg-ed*, a.k., g. — loen pe plantenn eus ar munuta.

*Gleienn*, a.k., gg. — avelig ar pardaez.

*Gouezoni*, a.k., gg. — tro-spered gouez.

*Goulestr*, a.k., g. — stumm-bihanaat ar ger lestr, hervez ar c'hrenn-vrezoneg.

- Gouron-ed*, a.k., g. — Den kadarn (sell. ouz an anotiegez Gouronek).
- Gouvezataerez*, a.k., gg. plac'h a glask atao gouvezout evit gouvezout.
- Gouveriou*, a.k., g. — gwaz-dour pe stêr, kement a ziver d'an traoñ.
- C'hoarzigell-ou*, a.k., gg. — tra c'hoarzus, pez c'hoari fentus.
- Imram*, a.k., g. — merdeadur (ger iwerzonek).
- Yudas*, a.g. — ganas, treitour.
- Lemmen*, a.k., gg. — liester eus lamm-ou.
- Lor*, a.g. — lezirek, dinerz, (sell. ouz lov'r).
- Mignaouik*, a.g. — eus mignaou, a vez roet da ano d'ar c'haz.
- Milc'houd-ed*, a.k., g. — drask bihan.
- Milzin*, a.g. — ruz-mouk, limestra (ger Bro Pont 'n abad).
- Moheret*, a.g. — d'ezañ doare ar mohera (« moire » e galleg).
- Morc'hast, morc'histi*, a.k., gg. — morgaz.
- Nen*, — rannig-verb nac'ha, evel « ne ».
- Otus*, a.g. — lorc'hus.
- Poupinell-ou*, a.k., gg. — merc'hodenn.
- Rip*, a.g. — sec'h ha yen (diwar-benn an amzer).
- Skrijal*, v. — krial gant nerz.
- Stronk*, a.k. — loustoni, lastez.
- Tegenn*, a.k., gg. — plac'h kaer ha faro (ger bigoudennek, sell. ouz ar c'hembraek « Teg » = Kaer).
- Tilzam-ou*, a.k., g. — tra enep-hud (ger arabek, deuet e galleg da « talisman »).

# STERENN

Boîte Postale 75, Brest

Kelaouenn viziek

Rener : Roparz Hemon

Priz : 100 lur ar bloaz

Sekretourva :

12, rue Puebla, Lambézellec (Finistère)

Kas pep chekenn ha pep lizer-arc'hant da

L. NEMO

12, Place de la Tour d'Auvergne, BREST

(CC. 121-10, RENNES)

Priz an niverenn : 10 lur